



An Arzhanaou, d'ar 17/09/21

## PRIZ AR VUGALE 2022

Da skolaerien skolioù Diwan  
ha klasoù divyezhek Breizh

Demat d'an holl,

Pevar romant disheñvel-tre a zo war ar renk ar bloaz-mañ.

Ɔaltazi a vez gant 2 anezho. Da heul *Mouk*, skrivet gant Maiwenn Morvan, e tesker peseurt strivoù a rank Lalaya, ur plac'hig 10 vloaz, ober evit pareañ hec'h aerouant bihan. O lenn *Soñjoù du Mamm-gozh* e heulio ar vugale strivoù Tangi evit ma vefe laouenoc'h e vamm-gozh.

Test eo an daou levr all eus ar vuhez gwechall. Gant *Totoc'h ha Jiblot*, gant Denise Le Franc, e heulier tru-builhoù ur bikez anavezet gant lod ac'hanoc'h (*Pikez blev ruz*, *Avañturioù Zett*) war-nes koll he c'hi hag he hent... Gant *War vordig ar stêr Izol*, diwar pluenn Mai Ewen, e tostaer ouzh buhez div c'hoar a glask treuziñ ur stêr zañjerus, nepell eus Skaer, e Bro-Gerne.



**14 € e vo priz an dastumad\***. Tapet ma vezomp gant an enkadenn, ne vo ket mui profet a levrioù digoust d'ar gelennerien, met ar frejoù-kas a vo kemeret e karg memestra. Ur wech graet ho soñj, leugnit ha kasit ar follenn-enskriavañ da-heul asambles gant ar chekenn da :

Keit Vimp Bev - 22 Grand Rue - 29520 Laz.

Enrollet e vo pep pennad kentañ al levrioù gant Sten Charbonneau, da selaou war lec'hienn Keit Vimp Bev o klikañ war ar golo, pe war bajenn YouTube « TV Bro Kemperle ».

Pediñ ar skrivagnerien a c'hellit ober, ha degemer lid ar Priz e miz Even 2022 ivez.

Kavout a rit an holl ditouroù evit urzhidiñ al levrioù gant ar follenn a-gevret. Ha gallout a rit kemer ho levrioù e gouel al levrioù a vo e Karaez, fin miz Here.

Gant ma vo plijet ho lennerien yaouank ha lakaet war hent al lenn e brezhoneg.

Joa deoc'h,

Fanny Chauffin, prezidantez **Féa**  
ha skipailh **Keit Vimp Bev**

\* gant ma vez prenet evit an holl vugale. Ma vez prenet nemet un nebeud skouerenoù e vo 18 € (e plas 20 € er stalioù)

# FOLLENN ENSKRIVAÑ

## Priz ar Vugale 2022

Skol : .....

Skolaer(ez) e karg : .....

Postel : ..... @ ..... Niverenn bellgomz : .....

Chomlec'h : .....

Kod Post : ..... Kêr : .....

Er skol e vo ..... bugel o kemer perzh, rannet evel-mañ :

..... e CE2

..... e CM1

..... e CM2

Urzhiadiñ a reomp UN NEBEUD DASTUMADOÙ evit ar c'hlas : 18 euro x ..... = ..... euro

Urzhiadiñ a reomp UN DASTUMAD EVIT PEP BUGEL : 14 euro x ..... = ..... euro

Levrioù PAV enrollet :

War internet ez aimp da selaou enrolladennoù al levrioù

Postit ur bladenn deomp mar plij

Degas al levrioù :

Dont a rin da gerc'hat va levrioù e Karaez (30-31/10)

..... (anv) a c'hello dont da gerc'hat al levrioù evidomp.

(H)e niverenn bgz : .....

Postit al levrioù deomp mar-plij

E ..... Graet d'a .....

Sinadur :